

# D'AN OTRO ZANT MIKEL

**Parouz Lomikel** (<sup>St</sup>=Mikel  
en Grève)

Air : O Marie - ♪

## DISKAN :

Zant Mikel, teurvéet hon difenn,  
 Pellaet diouz-imp Satan hon énébour ;  
 Euz huelder ann env chileoet ouz hon fédén ;  
**O zant Mikel, deud d'hon zikour.**

*Zant Mikel, teurvéet imp zikour.*

## I

Koulz hag hon zado, gwir gristenien,  
 A tirédomp ama hirié,  
 Dirag ho skeuden évit goulen  
 Ma vo bépred divoulc'h hon fé.

## II

Hanval ouz léonet kounaret  
 O klask tra benag da lounkan,  
 Ann drouk-spéréjo holl unanet  
 Mui 'vit biskoaz 'glask hon flastran.

III

Dré holl ar gasoni, ar venjans,  
Ar fallagriez, ar muntro,  
Evel môr fankuz war hon brò Frans  
A c'houéz etrezeg ann envo.

IV

Ankouaet gant kalz a gristenien  
Sentin ouz lézenno Doué ;  
Na ouzont ken eo ar bédén  
Ar gwella tra vit ann iné.

V

Ann denvalijen war ho spéred,  
Ar péc'het enn ho c'halono,  
Dré hent ar vuhez 'fell d'hé kerzet  
Hep sellet war-zu ann envo.

VI

Nag a dud fall a lavar hirié,  
Drougiez enn he ha kounar ;  
Dimeuz ar Feiz hag euz a Zoué,  
Poent è dizamman ann douar.

VII

O na lézet ket hon brò garet  
Da vont pelloc'h gant ann hent fall ;  
Etrézeg Doué hé distrôet,  
Ma vò kristen ével gwéchall.

VIII

C'houi a c'helvomb holl gant karanté  
Difenner ann Iliz santel,  
O miret d'ezhi hé bugalé  
Ha bézet bêpred hé skoazel.

IX

Hon brò Frans a viskoaz 'zo hanvet  
Euz ann Iliz ar verc'h hénan :  
Ni ho péd, groet ma vézo bépret,  
Euz hé bugalé, ar gwellan.

X

Hon tad santel ar Pab 'zo mac'het  
Gand énébourien disléal ;  
ENN hé boanio 'war-n-han hastennet  
Ho prec'h nerzuz 'vit hen diwall.

XI

Ho pennoz ivé d'imp dirédet  
Da bédi dirag ho skeuden ;  
Ebarz hon c'halono kizellet  
Karanté Doué da viken.

(Traduit du français)

(M<sup>r</sup> Lefevre  
Vicaire de Ploubezre  
près Lannion)

Brioci, die 30 augusti 1897.

Imprimatur,

CHATTON, *can., vic. gen.,*